



Kenavo

(Au revoir)

Extrait de la Noce Yannetaise

Texte : Job Er Glean
Musique : J.P. Le Dantec
Harm : René Abjean

f 1 $\text{♩} = 80$ 2 3

S
mf
1. Kan - et hon eus a ga - lon vad En e - nor
2. Son - et hon eus, breu-deur ka - ret, 'Vid ha - dañ
3. Ez eus er bed man ur vro gaer, Tud vad ha

A
mf
1. Kan - et hon eus a ga - lon vad En e - nor
2. Son - et hon eus, breu-deur ka - ret, 'Vid ha - dañ
3. Ez eus er bed man ur vro gaer, Tud vad ha

T
mf
1. Kan - et hon eus a ga - lon vad En e - nor
2. Son - et hon eus, breu-deur ka - ret, 'Vid ha - dañ
3. Ez eus er bed man ur vro gaer, Tud vad ha

B

1. Kan - et hon eus a ga - lon vad En e - nor
2. Son - et hon eus, breu-deur ka - ret, 'Vid ha - dañ
3. Ez eus er bed man ur vro gaer, Tud vad ha

1. Nous avons chanté de bon coeur
2. Nous avons y a chanté, ici bas frères un aimé, beau
3. Qu'il y a chanté, ici bas frères un aimé, beau

En l'honneur du
Pour semer la
Où habitent des

4 5 6

d'ar vro, da Zou - e; Mall eo skoul-mañ kent 'n'em gui -
joa, pel - laad gla - c'har, Ha des - kiñ d'hor breu-deur la -
ka - lo - nek en - ni, Hag e neus tao - let he splan -

d'ar vro, da Zou - e; Mall eo skoul-mañ kent 'n'em gui -
joa, pel - laad gla - c'har, Ha des - kiñ d'hor breu-deur la -
ka - lo - nek en - ni, Hag e neus tao - let he splan -

d'ar vro, da Zou - e; Mall eo skoul-mañ kent 'n'em gui -
joa, pel - laad gla - c'har, Ha des - kiñ d'hor breu-deur la -
ka - lo - nek en - ni, Hag e neus tao - let he splan -

d'ar vro, da Zou - e; Mall eo skoul-mañ kent 'n'em gui -
joa, pel - laad gla - c'har, Ha des - kiñ d'hor breu-deur la -
ka - lo - nek en - ni, Hag e neus tao - let he splan -

pays, et de la joie, écarter la couraueux
Dieu, tristesse,
Il Et
est pour qui temps apprendre ont projeté
de renouer, à nos sa
avant fères splendeur
de se à

Kenavo

7 8

taad, ret nder, Gant Ez War ur eus hent zon Brei an - enn ziz e - hor war nor c'ha an heb - ran dou fa -

taad, ret nder, Gant Ez War ur eus hent zon Brei an - enn ziz e - hor war nor c'ha an heb - ran dou fa -

quitter, dire *Avec Qu'il Sur* *un y la* *chant, a route* *notre des de* *Bretons l'honneur,* *amitié. sur sans* *terre, faillir.*

9 10 11 12 13 14

tez. ar. zi. Ke - navodeoc'h, gwir Vre-toned; Bleu-niañ a ra al le - verez, E

tez. ar. zi. Ke - navodeoc'h, gwir Vre-toned; Bleu-niañ a ra al le - verez, E

tez. ar. zi. Ke - navodeoc'h, gwir Vre-toned; Bleu-niañ a ra al le - verez, E

tez. ar. zi. Ke - navodeoc'h, gwir Vre-toned; Bleu-niañ a ra al le - verez, E

Kenavo

15 16 17 18

pep ka-lon, ouzh ho kweled; E - nor d'eoc'h c'hwi, ha tru-garez!

pep ka-lon, ouzh ho kweled; E - nor d'eoc'h c'hwi, ha tru-garez!

pep ka-lon, ouzh ho kweled; E - nor d'eoc'h c'hwi, ha tru-garez!

pep ka-lon, ouzh ho kweled; E - nor d'eoc'h c'hwi, ha tru-garez!

$\text{♩} = 60$ *f* *ff*
 CODA 20 21

D'ar Vre - tonned, Gloar hag e - nor Da vir - vi - ken!

D'ar Vre - tonned, Gloar hag e - nor Da vir - vi - ken!

D'ar Vre - tonned, Gloar hag e - nor Da vir - vi - ken!

D'ar Vre - tonned, Gloar hag e - nor Da vir - vi - ken!

D'ar Vre - tonned, Gloar hag e - nor Da vir - vi - ken!

Aux Bretons, Gloire et Honneur à jamais!